

# GWERZ AR ROUE GRALON HA KEAR IS

War don : *Judik hag Holofernes* : pe war don *Bosen Elliant*.

I

Petra 'o neve e kear Is  
Ma ze ken soll ar yaouankis ?  
Mar klevan-me ar biniou,  
Ar vombard hag an delennou ?  
  
Neuz e kear Is netra neve,  
Ann ebattou ma 've bende,  
Neuz e kear Is niemet traou koz,  
Ann ebattou ma 've beinmoz.  
  
Bojeniou drez zo divoannel  
A dor ann ilizou prennet,  
Ha war ar beorien o wela  
Ec'h hisscr ar chas d'ho drailla.  
  
D'ha c'hoezek vloa ann oll verc'het  
N'ho deuz doue, met ar pec'het  
Ha da ober he gurunen,  
E roont ho c'haera rozen.  
  
Ahes, merc'h roue Gralon,  
Tann an ifern enn he c'halon,  
Er penn kenta deuz ann dirol,  
A ges d'he c'heal ar gwez da gall.  
  
Sant Gwenole, gant kalonad,  
Zo bet m'eurl vec'h e kaout e z'a d,  
Ha gant daelou ann den Doue,  
Enn deuz lavarat d'ar Roue :'  
  
— « Gralon, Gralon, laka evez  
« D'ann dizurzou a ren Ahès,  
« Rag tremenet vo ann amzer  
« Ma skuillo Doue he goler.  
  
« El lec'h ma voa c'hoarsadek kent  
« E vo neuze skrignadec dent,  
« El lec'h ma voa kanaouennou,  
« E vo neuze skrijadennou !... »  
  
Hag ar Roue koz spourouinet,  
He vec'h hen eveuz kelennet ;  
Mez diskaret dre ar gozni,  
N'ezu mui ann nerz da stourm ouï.  
  
Ha, skuiz gant rebechou e zad,  
Evit mont deuz he zaoulagad,  
Hi deuz gret gant droug-sperejou,  
Eur palès kaer tost d'ar sklujou.  
  
Eno, gant he amourouchen,  
E ma fennoz an obaden,  
Eno, enn aour hag er perles,  
Evel ann heol e par Ahès...  
  
II

— « Plijadur dec'h er palès-man,  
« Merc'hed gentil a potred skan,  
« Plijadur dec'h ha nozvez grén. »  
Eme eur prinz enn eur antrenn.



Ar prinz a zougue dillad ru.  
He varo a voa hir a du,  
Hag he izili a verve  
Hag he zaoulagad a zeve.  
  
— « Ra viot deut mad, estranjour,  
« Eme Ahès gant eur beg flour ;  
« Ia, ra viot deut da gwella,  
« Mac'h n'hanyëit ann traou falla.  
  
— « Neuze m'en hot digomer mad,  
« A respontas ann divroad :  
« Rag me er fall zo ken disket  
« Hag ann hini neuz em krouet ! »  
  
A kerkent Ahès d'er pedi,  
Da ober eun dro zanz gant'hi,  
Hag ann oll, a eneb Doue,  
Gvassa ma c'hallent a doue.  
  
Pa voa d'ann obadezen-ze fin,  
Dansez Ahès, en eur c'hoarzin,  
Hag enn eur zevel he ziou skoa,  
A lavaras : — « Nouzoc'h netra !... »  
  
« Kerc'hit din'ne deus a gwer Is,  
« Veseillou santel ann illis  
« Kero'hit kroas ar c'hrussuflet  
Eun hosti sakr, hag e velfet !  
  
Ahès, a respontas timad :  
— « Kavel vint enn Iliz va zad,  
« Rag va zad diot-me a gred  
« Enn trompler-ze a Nazareth !... »  
  
Tri a redas e ber amzer,  
Hag a ziskaras ann Aoter,  
Hag an traou zakr a we douget  
Etre ho daouarn miliget,  
  
Ar Prinz ru, raktal m'ho-gwelas.  
A greis he galon a c'hoazas,  
Hag a lavaras c'hoaz enn-han :  
— « Plijadur dec'h er palès man ! »  
  
La genta a dolio boutou,  
E vrujunas ar vesceillou,  
Goude flatras ar grussifi,  
Hag e krenchas war ann hosti !...  
  
A war-n'he, gant oll e noaz,  
En eur gana. — « Malloz d'ar groaz !  
E ras e seiz stum dishenvel,  
Dansou ar seiz pec'hot marvel !... »  
  
Kerkent ar palès a grenas,  
Hag ar c'hurunou a strakas,  
Hag a dreuz ho zellou n'ec'het,  
E skoas tan glaz al luc'het,  
  
— « Na c'hou'vel, eme ar Prinz ru.  
« Me laka Doue war e du... »  
Me lavarent oll gant glac'har,  
— « Ahès e deuz kavet e far !... »

F  
49

087.CM.B

## III

Pa oa fin d'ar sakrilejou,  
Messager ann droug sperejou.  
Chomet e-eunan er palès,  
**A dostaç da gaouf Ahès.**

— « Va doussik kont, merc'h da C'hralon  
« Ha muia karet va c'halon,  
« Ha n'elzent me kei eneb gis  
« Guelet alc'hous sklujou ker Is. »

— « Va zad a zoug enn he guer'hen  
« Ann alc'hous aour deuz eur chaden,  
« Ha va zad breman zo kousket,  
« Ha kaout ann alc'hous n'allan ket

Mes hen d'he zreid enn eun strinkas  
Ha d'he dornic flour a bokaz,  
Hag e dallas dre he zellou,  
Korget a dän hag a zaölou.

## IV

Heb goud ar pez a dremene,  
Neuze eur pennad ac'hane,  
ENN e balès ar Roue koz,  
E voa kousket e kreiz ann noz.

Kambr paour Gralon ne voa enn-hi.  
Netra nemet eur grussif  
Deuet a zorn eur mignon ker,  
Sant Kaourintin, Escop Kemper.

Netra nemet eun Aviel,  
Roët gant eun den koz zantel,  
Roët dez-han gant Gwenole.  
Evel eur merk a garante.

Kaër enn a gozni vel eun El,  
E kouske Roue Breiz-Izel,  
Hag enn dro de dal, e vleo gwen,  
A re, dispak, eur gurumen.

Neuzè, Ahès, ar brincez fall,  
Evel pa vije skoët dall,  
ENN e gambr. heb aon rag Doue,  
A deu da jaëres an alc'hous.

ENN eur vale war beg e zroad,  
Ar verc'h a dosta skan de zad,  
A goustadik deuz e guerc'ben.  
A deun neur c'hoarzin, ar chaden.

## V

Piou a deu du-hont gant ar ru,  
Pignet war eun hinkane du,  
Hag hen dann daoulam war e gein,  
Ken a strink an tän deuz ar vein ?

Hennes eo messager Doue,  
Digasset enn Is dar Roue.  
Ennez eo Abostol ar leiz,  
Sant Gwenole, karet e Breiz.

Tostat'ra en eur c'haloupad  
En he zorn deo e vaz alad,  
Hag eur stol aour war he zaë venn.  
Hag eur c'helic'h län enn dro d'hebenn

Setu hen e dor ar palès  
E p'hini e kousk tad Abès  
Diwar e varc'h an den zantel  
A c'halv, enn noz, roue Breiz-Izel.

— « Gralon, Gralon, sao heb dale,  
« Sao evit heuilla Gwenole,  
« Sao evit tec'hel deuz ar mor,  
Sklujou kear Is a zo digor !

Hag a Roue koz trubullet'  
E mez eycle zo zaillet

— « Din-me, din-me, va march'h prima  
« Siouas peur gollet ar guer-ma ... »

Ha war e varc'h e ber amzer  
E kerz da heul e vignon ker,  
Ha war o herc'h en-eur hiudal,  
E klevent ar mör o ruijal.

Neuze ar brincez dirolle,  
Hie amourouz hant-hi kollet,  
Dre gear Is, ha glei bag a zeo,  
A rede, dispaket e bleo.

Pe glevas daou lamp ar c'hezek  
Araog ar mör e liredek,  
Dre al luc'het gant nec'hamat,  
Hanveaz e zad hag ar zant.

— « Va zad i va zad i m'ar em c'harit,  
« War o march'h skan va c'homertil »  
Hag, he respont, en tad tener  
A zao e verc'h war ann tailler.

Kerkent ar mör a vuanna,  
Ha Gwenole, en eur grena.  
A gri : « Gralon, tél ann diaoul-se  
« Diwar dailer da hinkane ... »

Kouskoude o'lioas leun-aankres,  
Ann lad a zaïch ar bec'herez.  
Mez ar zant a ra zin ar groas  
Hag a stok ouli pen he vaz.

Kerkent, mestress an droug speret  
A ruil er mör bras fuloret,  
Hag e kleo lost ar Roue koz  
Eur c'hoarzin skiltre kreiz ann nos.

Mes, rented skanvoc'h eb dale  
E sail prim da c'heul Gwenole,  
Hag he varc'h, gleb e beder c'har,  
A lamp deus ar mör en douar.

Bremen, ene Mari-Morgan,  
Ahès, deuz skeud al loar a gân,  
A gân hag en eur vous c'hoarzin,  
A grib er mör he bleo bezin.

## VI

Da zao heol ar zant ha Gralon,  
A ligné war lein Mene-Hôm,  
Phini, he dreit ebars cnn trez,  
Zao he ben war Douarnenez

Achiane Roue Breiz-Izel,  
War he lerch a dolaz eur zel ;  
Mez, el leu'h Is, gant he deg dor,  
Ne velas mui nemet ar mör.

— « Eur gear em boa deus ar gaera,  
« Ha setu hi et da neira ! ... »  
Hag he galon oll a frailles,  
Hag he zaoulagad a welas.

— Gralon, Gralon 'me Gwenole,  
— Gralon, d'ann daoulin ganen-me. »  
Ha Gralon dindan e c'hlac'bar,  
A goë d'ann daoulin d'ann douar.

Hag eno, dispak e vleo gwenn,  
 Hag e dal pleget er boultron  
 E lavare c'hoas ar Roue :  
 — Ra vo gret bolonte Doue !...

Pa zavas diwar he zaoulin,  
 Dindan tân flamm heol ar mitin.  
 A velas, a dreuz he zaëlou  
 E lugerni *Ru-Men-Goulou*.

War ar men-ze, hon tadou koz,  
 A skuille goad d'eun Doue foz, (1)  
 Hag ar Roue, e ber amzer,  
 A lavaraz d'he vignon ker :

— « Du-hont, e memor a gear Is,  
 « Me zavo d'ar feiz eun Illis,  
 Rag evit testeni d'ann oll  
 M'he galvo illis Remengol.

« Rag war dolen ru Deutaliès  
 « Me lakaï da ren ar Werc'hez,  
 « Ha beb bloas, enn enor d'ar groas,  
 « E rin ober eur pardon braz.

« Eno, ann oll dud affliget,  
 « A gavo d'ho foanniou remed,  
 « A silvidiguez d'ho ene.  
 « Dre c'hraz Mari gwir vamm Doue

« Pa vo ann Doueou maro,  
 « Ha koët meur a goat dero,  
 « Eun de, deuz ar pevar avel,  
 « E teuio d'hi pobl Breiz-Izel.

Neuze ma ve sonj a Gralon,  
 E vo lavaret a galon :  
 — « Braz ar burzudou a so bed  
 « Ebars enn amzer dremenet !... »

(1) Ar werz-ma a zo bet great gant Olivier Souvestre, breur Emile Souvestre, deuz Montroulez, var dro 1859.

A benn beza gwirion, e fell lavaret ne zeuz bet biskoaz skuillet gwad en enor d'an doueou foz var an taoliou-mein. An taoliou mein hag ar vein-hir a oa beziou tud brudet. An drouized, pere a oa araog ar veleien, na brzegent ive nemed ar Vad.

